

SINEMA E BREZHONEG

# BEAJ VAT DIMITRI!

UR PROGRAMM 3 FILM-BEVAAT



Pedet oc'h da veajiñ ho taoulagad digor frank !  
Kaset voc'h da bell-vro gant istorioù tener, renet gant loened dudius !  
Deuit d'o heul diouzh red fabloù o bedoù faltazius...

# BEAJ VAT DIMITRI!

Skignañ e Frañs :  
Folimage Distribution  
<http://www.folimage.fr>

Advouezhiañ e brezhoneg :  
**DIZALE**  
[www.dizale.org](http://www.dizale.org)

Treiñ-azasaat e brezhoneg :  
Nolwenn Guignard  
Rener arzel :  
Laors Skavennek

Skignañ e Breizh :  
**DAOULAGAD BREIZH**  
02 98 92 97 23  
[daoulagad.bzh@orange.fr](mailto:daoulagad.bzh@orange.fr)  
[www.daoulagad-breizh.org](http://www.daoulagad-breizh.org)



## DJINN AR VOEST RAVIOLI

**Sevenet gant Claude Barras / 7mn35 / 2005**

*Produet gant Folimage (Frañs) kenproduet gant Cinémagination  
hag Hélium Films (Suis)*

Armand a zo micherour war chadenn en ul labouradeg  
toazennoù ha bep noz e vez digoret gantañ ur voestad  
ravioli da goan. Met fenoz e lamp ur pikol mell tamm  
strobinieller 'maez ar voest. Kinnig a ra da Armand e teufe  
daou deus e hetoù da vezañ gwir...



## SNEJINKA / FULENN ERC'H

**Sevenet gant Natalia Chernysheva / 6mn / 2012**

*Produet gant Studio Bee (Rusia)*

Ur wech e oa un afrikan bihan a oa bet resevet gantañ lizher  
e vignon, ma oa ennañ ur fulenn erc'h...



## DIMITRI E UBUYU

**Sevenet gant Agnès Lecreux ha Fabien Drouet**

**26mn / 2014**

*Produet gant Vivement Lundi ! (Breizh) / [www.vivement-lundi.com](http://www.vivement-lundi.com)*

Pradet en deus Dimitri, ul lapous bihan o tont deus Europa, e  
plaenenn Ubuyu en Afrika. Ha chomet eo eno, war-lerc'h e dud.  
Dindan askell Makeba ar jirafenn en deus graet Dimitri ar  
filip bihan anaoudegezh gant loened ha gizioù ar blaenenn.  
Benn fin ar gont ez eus war e wallavañtur tres ur  
vakañsoù n'eo ket bet evit dibab anezho, ha diskouez a  
reont koulskoude bezañ dedennus ken-ken. Bemdez e rank  
Dimitri deskiñ talañ ouzh e anken evit ober anaoudegezh  
gant ur bed leun a souezhennoù. Ha gallout a ra kontiñ war  
e vignoned nevez, Oko ar roudennek ha Pili ar surikat, ma  
roint kalon dezhañ, ma henchint anezhañ ha ma frealzint  
anezhañ da c'hortoz distro e dud...

